

21 - Ar Basion Vihan - *La Petite Passion* (I)

Yvonne GAUDE, Plusulian (Plussulien) 11.12.1978

1^{er} air

Se - laou - it holl ha kle - vi - het,
 Ka - no ar Ba - sion vin - ni - get,
 Ka - no ar Ba - sion vin - ni - get,

2^e air

Se - laou - it holl ha kle - vi - het,
 Ka - no ar Ba - sion vin - ni - get,
 Ka - no ar Ba - sion vin - ni - get,

Selaouit holl ha klevihet
 Kano ar Basion vinniget,
 Kano ar Basion vinniget,

Kano ar Basion vinniget
 Dirak al loer hag ar stered.

Seitek soudard ha pè'r ugent
 Zo èt d'ar Jardin Olived,

Zo èt d'ar Jardin Olived,
 Evit treiso Salver ar bed,

Evit treiso Salver ar bed,
 Met en treizo na riaint ket,

Met en treizo na riaint ket,
 Kar Doue na bermeto ket,

Kar Doue na bermeto ket,
 Nann, 'welet ur maro kalet.

Laket e oe 'n ur basefoñs
 'Lec'h na wele na de' na noz,

'Lec'h na wele na de' na noz,
 'Met ur ster'denn pa serre 'n noz,

'Met ur ster'denn pa serre 'n noz
 Hag un all war-dro hanter-noz.

Hag un all c'hoazh da c'houlouè-de'
 Pa gana 'n èl dirak Doue.

Pa gana 'n èl dirak Doue,
 An anaon paour a ra ive'.

Ecoutez tous et vous entendrez
 Chanter la Passion bénie,
 Chanter la Passion bénie,

Chanter la Passion bénie
 Devant la lune et les étoiles.

Quatre-vingt-dix-sept soldats
 Sont allés au Jardin des Oliviers,

Sont allés au Jardin des Oliviers
 Pour trahir le Sauveur du monde,

Pour trahir le Sauveur du monde,
 Mais le trahir ils ne feront pas,

Mais le trahir ils ne feront pas,
 Car Dieu ne permettra pas,

Car Dieu ne permettra pas,
 Non, de voir une mort cruelle.

On le mit dans une basse-fosse
 Où il ne voyait ni jour ni nuit,

Où il ne voyait ni jour ni nuit,
 Seulement une étoile au crépuscule,

Seulement une étoile au crépuscule
 Et une autre vers minuit.

Une autre encore à l'aube
 Quand chante l'ange devant Dieu.

Quand chante l'ange devant Dieu,
 Les pauvres trépassés le font aussi.